

Method Path : Z:\pestpcbsrv\HPCHEM1\ECD_Q\Method\
 Method File : PQ091118CLP.M
 Title : GC EXTRACTABLES
 Last Update : Wed Sep 12 03:38:10 2018
 Response Via : Initial Calibration

Calibration Files

400 =PQ031827.D 1600 =PQ031829.D 800 =PQ031828.D
 200 =PQ031826.D 100 =PQ031825.D

Compound		400	1600	800	200	100	Avg	%RSD	
1) SA	Tetrachloro-m-xylene	2.297	2.396	2.210	2.451	2.690	2.409	E6	7.57
2) SA	Decachlorobiphenyl	2.041	1.958	1.929	2.291	2.685	2.181	E6	14.49
3) L1	AR-1016-1	5.556	5.475	5.161	6.313	6.988	5.898	E4	12.57
4) L1	AR-1016-2	5.546	5.633	5.251	6.451	7.261	6.028	E4	13.60
5) L1	AR-1016-3	7.866	8.195	7.529	8.765	9.768	8.425	E4	10.43
6) L1	AR-1016-4	7.163	7.400	6.822	8.217	8.852	7.691	E4	10.77
7) L1	AR-1016-5	6.000	6.261	5.826	7.100	8.036	6.645	E4	13.83
8) L2	AR-1221-1					2.400	2.400	E4	0.00
9) L2	AR-1221-2					1.880	1.880	E4	0.00
10) L2	AR-1221-3					6.938	6.938	E4	0.00
11) L3	AR-1232-1					3.784	3.784	E3	0.00
12) L3	AR-1232-2					2.488	2.488	E4	0.00
13) L3	AR-1232-3					1.094	1.094	E4	0.00
14) L3	AR-1232-4					9.619	9.619	E3	0.00
15) L3	AR-1232-5					6.096	6.096	E3	0.00
16) L4	AR-1242-1	2.345	2.167	2.227	2.650	2.894	2.457	E4	12.51
17) L4	AR-1242-2	4.155	3.709	3.617	4.573	5.045	4.220	E4	14.19
18) L4	AR-1242-3	2.163	1.917	1.784	2.272	2.399	2.107	E4	12.01
19) L4	AR-1242-4	1.718	1.451	1.328	1.560	1.714	1.554	E4	10.87
20) L4	AR-1242-5	5.506	5.027	4.662	5.507	6.663	5.473	E4	13.78
21) L5	AR-1248-1	7.589	6.819	6.411	7.151	8.138	7.222	E4	9.29
22) L5	AR-1248-2	7.861	7.162	6.554	7.631	8.547	7.551	E4	9.91
23) L5	AR-1248-3	1.052	0.952	0.861	1.015	1.136	1.003	E5	10.35
24) L5	AR-1248-4	0.993	0.902	0.816	0.964	1.055	0.946	E5	9.66
25) L5	AR-1248-5	6.575	5.947	5.355	6.725	7.409	6.402	E4	12.23
26) L6	AR-1254-1	1.540	1.393	1.435	1.570	2.061	1.600	E5	16.74
27) L6	AR-1254-2	0.922	0.851	0.873	0.941	1.303	0.978	E5	18.94
28) L6	AR-1254-3	1.661	1.553	1.582	1.703	2.313	1.762	E5	17.80
29) L6	AR-1254-4	1.222	1.135	1.157	1.259	1.655	1.286	E5	16.52
30) L6	AR-1254-5	0.906	0.859	0.883	0.919	1.218	0.957	E5	15.44
31) L7	AR-1260-1	1.227	1.291	1.186	1.543	1.717	1.393	E5	16.38
32) L7	AR-1260-2	1.473	1.548	1.431	1.823	2.061	1.667	E5	16.06
33) L7	AR-1260-3	1.713	1.807	1.667	2.073	2.356	1.923	E5	15.00
34) L7	AR-1260-4	1.198	1.226	1.157	1.467	1.664	1.342	E5	16.14
35) L7	AR-1260-5	2.437	2.544	2.384	2.868	3.356	2.718	E5	14.84
36) L8	AR-1262-1					7.512	7.512	E4	0.00
37) L8	AR-1262-2					6.771	6.771	E4	0.00
38) L8	AR-1262-3					7.751	7.751	E4	0.00
39) L8	AR-1262-4					1.476	1.476	E5	0.00
40) L8	AR-1262-5					1.039	1.039	E5	0.00
41) L9	AR-1268-1					7.929	7.929	E4	0.00
42) L9	AR-1268-2					1.004	1.004	E5	0.00
43) L9	AR-1268-3					4.180	4.180	E5	0.00
44) L9	AR-1268-4					3.171	3.171	E5	0.00
45) L9	AR-1268-5					9.898	9.898	E5	0.00

Signal #2 Calibration Files

400 =PQ031827.D 1600 =PQ031829.D 800 =PQ031828.D
 200 =PQ031826.D 100 =PQ031825.D

Compound		400	1600	800	200	100	Avg	%RSD	
1) SA	Tetrachloro-m-xylene	1.752	1.860	1.696	1.877	2.065	1.850	E6	7.67
2) SA	Decachlorobiphenyl	1.864	1.798	1.753	2.029	2.309	1.950	E6	11.59
3) L1	AR-1016-1	4.392	4.356	4.078	5.019	5.376	4.644	E4	11.51
4) L1	AR-1016-2	6.515	6.740	6.212	7.382	8.112	6.992	E4	10.86
5) L1	AR-1016-3	0.915	0.972	0.887	1.034	1.157	0.993	E5	10.86

Method Path : Z:\pestpcbsrv\HPCHEM1\ECD_Q\Method\
 Method File : PQ091118CLP.M
 Title : GC EXTRACTABLES
 Last Update : Wed Sep 12 03:38:10 2018
 Response Via : Initial Calibration

Calibration Files

400 =PQ031827.D 1600 =PQ031829.D 800 =PQ031828.D
 200 =PQ031826.D 100 =PQ031825.D

	Compound	400	1600	800	200	100	Avg		%RSD
6)	L1 AR-1016-4	5.980	6.199	5.710	7.058	7.943	6.578	E4	13.90
7)	L1 AR-1016-5	5.116	5.386	4.977	6.011	6.879	5.674	E4	13.78
8)	L2 AR-1221-1					2.217	2.217	E4	0.00
9)	L2 AR-1221-2					1.457	1.457	E4	0.00
10)	L2 AR-1221-3					5.030	5.030	E4	0.00
11)	L3 AR-1232-1					2.026	2.026	E4	0.00
12)	L3 AR-1232-2					5.876	5.876	E3	0.00
13)	L3 AR-1232-3					1.905	1.905	E4	0.00
14)	L3 AR-1232-4					2.443	2.443	E4	0.00
15)	L3 AR-1232-5					3.024	3.024	E3	0.00
16)	L4 AR-1242-1	1.762	1.616	1.619	1.877	2.006	1.776	E4	9.50
17)	L4 AR-1242-2	3.676	3.573	3.316	3.794	4.408	3.753	E4	10.82
18)	L4 AR-1242-3	1.149	1.104	1.025	1.223	1.482	1.197	E4	14.61
19)	L4 AR-1242-4	1.057	1.006	0.911	1.045	1.116	1.027	E4	7.37
20)	L4 AR-1242-5	2.970	2.803	2.536	2.891	3.324	2.905	E4	9.85
21)	L5 AR-1248-1	5.881	5.369	4.906	5.853	6.305	5.663	E4	9.49
22)	L5 AR-1248-2	1.140	1.052	0.948	1.125	1.216	1.096	E5	9.22
23)	L5 AR-1248-3	7.759	7.152	6.470	7.685	8.504	7.514	E4	10.07
24)	L5 AR-1248-4	6.787	6.053	5.435	6.949	8.100	6.665	E4	15.08
25)	L5 AR-1248-5	5.599	4.857	4.301	5.520	6.272	5.310	E4	14.20
26)	L6 AR-1254-1	0.990	0.892	0.935	0.985	1.327	1.026	E5	16.87
27)	L6 AR-1254-2	0.834	0.766	0.787	0.814	1.122	0.865	E5	16.91
28)	L6 AR-1254-3	1.078	1.001	1.028	1.074	1.436	1.123	E5	15.81
29)	L6 AR-1254-4	7.535	7.213	7.288	7.364	9.753	7.831	E4	13.81
30)	L6 AR-1254-5	1.498	1.405	1.436	1.507	1.996	1.568	E5	15.48
31)	L7 AR-1260-1	1.098	1.150	1.059	1.353	1.533	1.239	E5	16.13
32)	L7 AR-1260-2	1.342	1.407	1.301	1.627	1.837	1.503	E5	15.01
33)	L7 AR-1260-3	1.252	1.324	1.219	1.497	1.665	1.391	E5	13.43
34)	L7 AR-1260-4	1.018	1.041	0.976	1.207	1.380	1.124	E5	14.90
35)	L7 AR-1260-5	2.529	2.595	2.442	2.911	3.291	2.754	E5	12.66
36)	L8 AR-1262-1					6.687	6.687	E4	0.00
37)	L8 AR-1262-2					5.989	5.989	E4	0.00
38)	L8 AR-1262-3					8.281	8.281	E4	0.00
39)	L8 AR-1262-4					1.131	1.131	E5	0.00
40)	L8 AR-1262-5					9.427	9.427	E4	0.00
41)	L9 AR-1268-1					6.870	6.870	E4	0.00
42)	L9 AR-1268-2					3.533	3.533	E5	0.00
43)	L9 AR-1268-3					2.919	2.919	E5	0.00
44)	L9 AR-1268-4					7.471	7.471	E4	0.00
45)	L9 AR-1268-5					9.272	9.272	E5	0.00

(#) = Out of Range